

# RENCOUNTER A JOU ENTRE DAOU DEV YAOUANC EN NAONET

HA SEPAR A CH'LAC'HAR EN KER LAVALETTE

Vear eun ton nevez

BRETONNEZ Breiz-Izel grit un arrêt d'ho c'hieve,  
Ma leclarin d'ech eur guentel zo en ho mesq composet,  
Eus a gomzo eur fenn-men ha va re dauebi  
Comparachahl eus eur fleuren a zo hanvet roman.  
En eur vaseur e voyagi, me am boy hi rancontret  
Ha dre tril e galantir e ean anter soubrenet.  
E velet eur music flamanç a ziraf a zone.  
Hac ar verdaily yaouanc var bond al test a zance.  
Dre ar stum vrid a exibe eb abel e chouleunis.  
Pe seurt aliang a c'heuill ha petra e benefis,  
Ha ma oa prest d'ih respondet, eur vates ar gonsianç.  
Er vro-ze neve arriet evit servij h an poluanc.  
Dre he deimarch en poñtes, gant eun do c'ler ken charmant,  
Da suiva he c'houpagornes em boa eun desir ardant;  
Mæs va depeigu en compars d'e guent pa gompreñen.  
Nemet eur skeut ar yaouankis ne voi qu'ñ en e chichen  
E ker a Naonet e goëlin goûde-za e sortial.  
Pa voa finisset un ofic eus an iliz cathédral:  
Va dorn er pincin e laquits, da geñer dour benguet,  
Hac ebete e avancis, ma de oa ma salude.  
En gallic, neuze gant doujanc, dëi men a lavaras;  
Chui rapport dr. humilia ç - vec'h traon Breiz-Yzelas;  
Car regleñou ar fierte zo er vro man condue,  
Mæs regleñou an huiliñe a zo meurbet impijet.  
Ma respont heb distrei en dro, brillant do e ha quer tener :  
Ya, me sorti eus va bro, diwar roud ker Landreguer.  
Hac ar pez au laqua janet e ma neuñ ampechaint  
Er principou a zo fixet dre ar vro-man da bariant.  
En brezonec neuze souden en-teuis da annonci.  
Me requet dre antretien plach, yaouanc e conioiz;  
Ma sorri a roud Lin ir gwer mer i generalig a.  
Me a zorti a roud Finister, a draouy-n k. r. Montroules.  
Den yaouanc emel, certea, en desir ho fantasi,  
Heuliomp reng an estrajouerie gant furnes ha modesti.  
Ma n'halin en eur gonsio, en issambia li hor c'homzou,  
A chasscal an angoni a ra va jénañancou.  
Feuñelen me zo hep cessi evel hirvou i eur serin m.,  
Dælou va spred e vnel hi pi ç ar gonsolacion;  
Mes neubeut e vint cousoiet car dout a rau da gredi.  
Chui vo bouri o daou joaüed, gonde va accompagni.  
Den yaouanc, va exempl viguer, war h ferm o santmant,  
A vo eur breven e sclerder eus hon amite servant,  
Da binu e vizini filiel bete an de deus ma fin,  
Ha ma renqan en ditezel e vo poesant va chagrin.  
Neuze da assina un de euz om amzer da zonel.  
Ma resomp dre sincerité mèrk eun union barjet,  
Demb d'choas ar guir gararie en jardin ar feurdilis,  
Euu gourven hon amitie ar rest eus hon yaouanquis.  
Ya, emel, er garcen eus ar fleurdilis caera  
Demb d'choas peb a gurgoen, a ves a re brillanta,  
Pere a blassimp en arzel drezor ar yaouanquis,  
Ha dre on union fidel, ni ha dougo d'an Iliz.  
Dre voun ar signal ar squeudil, e mellezour ar furnes.  
Ha an dezin a annonci m'a be solid, ma mestres.  
Goude an d'ves assinet, a dre lach e credan  
Ne separo mui hor spred hef'on deyod er bêd-mañ.  
Hac eue al, va servijer regleñou ho prouessou,  
Mar bec'u eveldon er fer-ñder, ne deo k-eñt arrastou,  
Mær grad intencion erfad, en de se a preparez :  
Ne vez'u un ennemí d'ar mèrgou a bromet.  
Salocras gent ma bolante! Mæs finissomp da bariant,  
Hac arretemp var queument-ze, car fin an den a gommard.  
Adieu e lavaran eta, en espe d'em e velet  
An de-ze e c'naparissa er plac hon euz assinet.  
Mæs de acinacion, ar goas e oa bet manquet  
Hac ar pla'h a impinion neuze arias doetet  
Dre mi crede facilament e oa del godisser  
Car fragilou e zantiment e dea contet ra soler.  
Un de goude, var bo daoulin e oa inten en remerget  
E coeñent Santes Catherin, dirac an ater an Druidet,  
E lez'h mo doa sout-net ar bounera toñderen.  
Incompruden da b-p spred a dud ar bed da gompreñ  
An den yaouanc, pa remergas victim en societe,  
Var e ven oar e tisquennas flaminen an amitie.

Mæs ebete en em avang a oa gainet en guirion.  
Men a deuyo da repari va oll fautou paseet.  
Ar c'hurunenhou il urdilis, ainei ma servijer,  
Eus a ame hor y-o lang us a zo collet or scloder :  
Mæs mar ca it ar sclerder-ze en d'oa d'o assaubli.  
Ni o fleurisso a neve ha doubleyeoni.  
Hor c'hurunenhou va mestres, ne allan quet da gavet,  
Car ne varc'h nem ket assambles er poent ma oant dianquet.  
Ha mat bec'h d'ir godisseres, me vo hirvoedus rentet :  
Chui e oa o goiverñerez ha d'ech e oant ad esset.  
D'ech diversa, ma servijer, e oa bet din lavaret  
Evit passeal an amzer e teut d'an divempredit ;  
Dre-ze, pa e d'au bolante heuil urzou ar virione  
Ne avanoit mui va b-le, evit neul fuis an diez.  
Va mestres, James ne grudit e ve en guirion plasset  
An drajedien ipocrit a goons an teod usliguet;  
Nass heul lomp ar bromessou 'rgombeup quenical.  
Ha lexit oll droig oberou ar goal deodou iñfernai.  
Retardet o steudi monden, ma sclerien, va speret  
Car e lec'h ma coe ar veen e ve ivre divranget,  
Ha gant eun ach a draison c'hiu deu da zi-grienni  
Ar bed ros a opinion pini oa eus non henc'h.  
Mari-François, a dra ouirion, ha c'hiu a alsé credi  
E teulen da heuil t-afous a beump teal t'ho frecant?  
Repetti ran panissiou a beurs Doue gant justic.  
Ma condulen eun urs poel rou eneb ar guir y-aouanquis.  
Ya, den yaouanc, eb dasier, req e vijeç'a eur poetron :  
Heuil a rec'h poent eur godisser, de hon assuacion,  
Car ma vije b-it fernamant ho prepojou adgajet,  
James ho santinuant c'hiu n ho pije trahisset.  
Gant eno nom bras a douernanhou ed non assuacion,  
Ma ne barrissen a gomzou e parissen a ga on,  
Eur precusor, c'hiu al credi, zo cazi evel eun treujou.  
Pini, queuent a ia en ty e man anidan nô notou.  
Ya, eus ar brecurseret e ser dor al liberte,  
Credeu a iau ar barfeie a avancit va bete :  
Dre ze etz renouveloamp on regleñou coùnançet,  
Ha goudre he c'hanañefomp hac int a vo faus verquet,  
Ma desomp da renouveloamp or joaisted a neve  
Antred en eur osebiri, da enoñ ameñ ou amite.  
Pini, war bec'h cri a garo d'en trafla, dre gouzou,  
Eus o torn men a recéo da bognardi va joayou.  
Mar recevit da recoupanç eur vest en olifant gien  
A dougen sin va alañe goiposez en aodur meten.  
Merq non amite mèrgou choaso, gant eun nombr bras eus a joa  
Hac a zoufre quen ar mao evit d'en traissa.  
An daou den yaouanq-man a gred, dre eur sor, sincerite,  
E auñmet assur, er bed, ar rancontre sus o ille ;  
Mæs be o Jeus da soutenit pour an iñfleur merchant  
Pere so anvet sourci, ha metcom, ha toñnant.  
Va mestres d'in zo amaret eur bec'h pouer ha forbân,  
Ar murmur e ma parafet vit a gwer a Orléan,  
Ponos resistia d'an anquen, en de-ze an agoni,  
Entout da freza ar chadeu a zo eus or c'houiduit.  
Altas! eme, va c'has merchant e deus bêpred va c'heuillet  
Bremen, pa oant joassamant q'ell eus va bro ecariet.  
Goëled e teufe e rigideur d'an plassi en eur feson,  
Ha d'am plouji er malneur bete gron va c'halou,  
Salut ha c'blac'h, va mestres, en porchet Sant-Semilien  
A-i an urz hac ar flaves oñt a rat va droabien ;  
Car ne vo quel cos oñt doarec'hur vo chanchet ho comzou,  
Hac a po coitet an ale'hos e drezor ho memoriou.  
Salocras ne golin biquet merq on amitié dener,  
Avançomp h-te ar breñet ma passoamp hon amzer  
Da arouzin gant on daelou ar boquedou flur bian  
Euz a jardin o prepojou, en ambaze. Kerzerdan  
Er plac-man eta va uñstres, finissomp hon oñt gomzou,  
Car ne varc'hñou mui assambles ed ar rest on devezen ;  
Dre ze quinadomp a galon ya evit birviqueu,  
Adieu er bïdicacion dirac ar mestre souveren.  
Va servijer quen discleria ha donet da goñtempli  
Litamou Santz Anna ha re ar Verc'hies Varn,  
Adieu a galon anterret quen a vo apparissa  
Da c'hortos .. a vezimp barnet en izieu Josepha.

Neuse en mes int sortiet a jardin o amite,  
 Ebars er quer a Laviette, var bord ar chanal neve :  
 Eno e cess ar chinal hac en ferm antretien,  
 An dælou eas o daoulagad a boulade en ho c'hichen.  
 Va mestres, bremen me droyo, ya, vel eun den mantrat,  
 Eb arreti bete ma bro, da ob eni joisted ;  
 Prosternet a ri en Montrevez, gant eur merq a vodesti,  
 Dirag rebien ar Warenez, en iliz Saint-Malani.  
 Hac en lea: va se viger, a memens intencion.  
 Ecaren en ve a nzer ma v'ni ari en c'halon,  
 Pa avané c'hoas, ga t'adres, ma mous ha humilié  
 Dirag im-sch' santez-aghes, en iliz Barleouene.

## PEDEN AR MOUSIK BIAN

D'AR WERCHEZ

War don : Pôtre Ploumilliau, Kan 75.

Ma manum guez ha ma ferson  
 A lavare d'an beunde  
 Ho pedi a greiz ma c'halon  
 Ha da nez a da veure, libet en emaj, senet en V  
 Ma chela uet, Gwerc'hez santel,  
 Evit manum ho kemeran,  
 Eur zellik hep ken, la eur zell  
 War ar paour mousik bian !  
 An evnediqua po greskont  
 A ia or nez, ruz ho nez ;  
 Da gnevanz gaet aen e nijonts  
 Ho ma que zo sar ho evez,  
 Pelt manum ma manum, Gwerc'hez santel,  
 Evit manum ho kemeran ;  
 Eur zellik hep ken, la eur zell  
 War ar paour mousik bian !  
 Pa menz het lavaret kenuavo  
 D'am manum g'z war e gwele :  
 \* Pegoutz, u, Wec'evi disiro ?  
 Ha ouam basur a wele  
 Dinec hei-hi Gwernez-santel,  
 He haou eo ma foan Bea-an ;  
 Eur zellik hep ken, la eur zell  
 War manum ar mousik bian !  
 Ma c'hoarik vad, ma c'hoar Anna,  
 A iel d'an ilz bende  
 D'ho pedi ch'az, Itron Varia ;  
 Vit ma z.d., vidan ave,  
 Ch'laouet-hi Gwerc'hez santel,  
 Ego inz dousz ar gwelten ;  
 Eur zellik hep ken, la eur zell  
 War c'heat ar mousik bian !  
 Pa temp d'j laret hon pe'en  
 Hon daouzen d'ho chapel  
 Ma c'hoar are, Salloum dolenn  
 War-n-hi ar Werc'hez saotel  
 \* Hig a c'hoarz ouzien gant leouet  
 (A camp en oad t'enerau,  
 \* Martez la houma bleur iv'e  
 \* Ar paour k'z mousik bian !  
 Enn ho tolen, o Gwerc'hez kaer,  
 E weier ho mab Jezuz  
 War ho trivrec'h bingael dister,  
 Ken mad, ken karantezuz,  
 Ho mad dinac'h metra ne c'ball,  
 D'ag'h Mamou an'challoudekan,  
 Gallout a chellec'h da diwal  
 Ar c'hez paour mousik bian !  
 Ma manum a l're d'in aliez ;  
 Eo mestra lep tra Duez ;  
 Mes Jezuz zo Mab ar Gwerc'hez ;  
 Petra n'hell manum eur rone ?  
 Ma diwall et Gwerc'hez saotel,  
 Evit manum ho kemeran ;  
 Eur zellik hep ken, la eur zell  
 War ar paour mousik bian !

Tel yaouanc, n' assemblit ket quen ferm ha nin ho chaden  
 Euc'gair auitie separat a eo mortel da ouien ;  
 Car evit ne vet kai scritet var ar bisach', dre gomzon,  
 An galon a ve glac'h ar ha b'uet en dælou.  
 Ar zon man, en guiricne frang, a voa eun de copiet  
 Gant eun amenuzer yaouanc, ebars en ker a Naonet ;  
 Anvet e Ollier Menec'h, dre scritet en ped sin.  
 Hac, r plac'h y'ouanc a anver Mari-Frangoas VOLANTIN.  
 Au daou den yaouanc-ma, pa ce sont ar c'hiuiaid eus ho c'hom  
 A esper c'hoas, en eur respol, a sparet, dre liserou,  
 Ha ma na hellont assoupli var ar bed-man ho hue,  
 O deus sonch d'eun en saludi en gloar an eternite, AMEN.

## CANACUEN NEVEZ

Gred en honor da beder dimezel yaouane.

Ma mijje speret Apollo  
 Où l'esprit d'un Vollaire,  
 Me mi, composet eur zon ;  
 Mais héas ! comment faire ?  
 Cousconde me a so pedet  
 Par quatre demis-elles,  
 Da ober deze p.b a couplet,  
 Mais héas ! com neut lire ?

E han da gommans da guentan,

Av c peu d'éloquence,

Dre unan anez, klan,

Mais malgré ses souffrances

Atao e deus eun air contact,

Cest ma Virgjoie ;

E daoulagat a zo brillant,

C'est ma petite chérie.

Mazel Lor'ng zo eur rosea,

Une Deur chéri :

Hil a deus eun daoulagad.

Ils sont dignes d'en vie ;

Eur speret douc, eur galon vad,

Un te'e capricius ;

Me a voel voar e daou agad,

Qu'elle est très amoureuse.

Elouison a dens eur brestans,

Un air très aimable,

Com, araget e ouz Orlans,

Zo, eur o uien agréable,

Espiclat pa ve gu sp'et

Coullié en artisane ;

En eur blinjadur e gwelet ;

On la prend pour Diane,

Hoas a meus eun at da Ober,

Et pour une jolie blonde,

E deus eun daontagat sefer

Et une bouche ronde.

Me gred a hé eur min arc'hant

Quand on s'aprophe d'elle.

Me a lavaro fauchamant,

C'est la charmante adele.

Me gred var an dimezelet

Avoir rem li ma riche ;

En cas a ma ven bet manquet,

Qu'aucune d'elle i.e se fâche.

Prest on da guenier ma fluen

Pour corriger l'ouvrage,

Pe d'en adober pen a ben,

Que puis je davantage ?

An bini nevez gret ar son

N'a point de théologie ;

Aliés e sim hez raison,

Il brase la critique

Mes m'nujet bet studiet

Un peu dans les sciences,

Marteze mijje composez

Avec bien plus d'aisance.